



Membre d'EBLUL-France
Réseau Européen pour l'Egalité des Langues
European Language Equality Network
Statut spécial au Comité Économique et Social
des Nations Unies.
9 straed la tour d'Auvergne
29270 Karaez / Carhaix
02 98 73 20 58
kevre.breizh@orange.fr
<http://kevrebreizh.org>

Kemennadenn / Communiqué

Kevre Breizh a c'halv da harpañ oberoù keodedel Ai'ta evit ma vo doujet da engouestloù Frañs a-du gant ar gwir etrevroadel Kevre Breizh appelle au soutien des actions civiques d'Ai'ta pour le respect des engagements de la France conformément au droit international

Gervel a ra Kevre Breizh, kenaozadur kevredigezhioù sevenadurel Breizh, d'en em gavout dirak lez-varn engalv Roazhon e Parlamant Breizh **d'al Lun 18 a viz Du adalek 8 eur 30**, evit harpañ Patrig Laurent, stourmer Ai'ta, barnet er galv kentañ da baeañ 7000 € evit bezañ peget ur pegsun bennak "brezhoneg" war panojoù heñchañ unyezhek e bro Fouen.

Sevel a ra Kevre Breizh a-enep ar gwaskerezh war difennerien ar brezhoneg, yezh lakaet en arvar gant politikerezh ar Stad, hervez an UNESCO.

Oberoù keodedel Ai'ta a ziskouez digasted difoutre tud zo e karg ar strollegezhioù lec'hel na zalc'hont kont ebet eus o dleadoù da wareziñ ar brezhoneg hervez Kendivizadoù an UNESCO evit Saveteiñ ar glad sevenadurel dizanvez, hag evit Gwarez ha kas war-raok al liessegezh sevenadurel, koulz hag hervez an engouestloù sinet gant ar Frañs hag anavezet gant Kuzul ar Vonreizh e Karta yezhoù rannvro ha minorezhel Kuzul Europa (mellad 10g peurgetket).

Hervez ar gwir etrevroadel ez eo an dud e karg a c'houlenn kastizoù ha digolloù a rankfe bezañ barnet.

Kevre Breizh, Coordination des fédérations culturelles de Bretagne, membre du Réseau européen pour l'égalité des langues, appelle à se rassembler devant le Parlement de Bretagne **lundi 18 novembre à partir de 8 heures 30** pour soutenir Patrig Laurent, membre d'Ai'ta, condamné en première instance à payer 7000 € d'indemnités et d'amende pour avoir apposé des autocollants "brezhoneg" ("en breton") sur des panneaux directionnels monolingues à Fouesnant.

Kevre Breizh dénonce la répression qui s'abat sur les défenseurs de la langue bretonne, langue menacée de disparition selon l'UNESCO, du fait de la politique officielle.

L'action civique d'Ai'ta montre l'inadmissible incurie de certains responsables de collectivités qui ne tiennent aucun compte de leurs obligations de sauvegarde de la langue bretonne prévue par les Conventions de l'UNESCO pour la Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et pour la protection de la diversité des expressions culturelles, ainsi que par les engagements signés par la France et immédiatement applicables, car reconnus conformes à la Constitution, de la Charte des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe (article 10g notamment).

Au regard du droit international, ce sont les responsables qui demandent condamnation et indemnités qui devraient se trouver à la barre des accusés.

KEVRE BREIZH